

# BREZEL AN ITALI

1859

Neb a bed Gwere'hes Remengol,  
Birviken n'en dai da goll,



Da neb he fed gant leiz  
Re ro grasou cleir li...

Ann ITRON VARIA REMENGOL, Mam ar Vretonnet,  
kurunet gand hon Tad Santel ar Pab Pii Nao, han  
30 a vis Mae 1859.

*Vor tan : Santez-Marie. Mam Doue, etc.*

- Guerc'hes zakr a Remengol, guir Vam ar Vretonnet,
- Plijet tomman va c'halon, digéri va speret.
- Evit m'a roin d'am breudeur demeus a Vreiz-Izel
- Kelou deus ann Itali, lec'h ma man ar brezel.
- C'houi a zo, en peb amzer, advocarez ar Franz,
- P'hini deus laket en-hoc'h he brassa esperanz,
- Pe deus tennet he c'hlez, ha redet d'ann emgan
- Vit kass deus ann Itali ar bobl Autrichian.
- Dr'ennoc'h, Patronez santel, hor zoudardet hardi
- A zo bet trech d'ar maro, en brezel ar Russi ;
- Digasset zo bet dec'h da ilis Remengol,
- Eur baniel kaer kemeret an kær Sebastopol.
- Cetu hint éd adarre d'en eum gann en tu mad,
- O ped traez eus daëlou ho c'hoar, ho mam, ho zad,
- Pere a c'houlen ouzoc'h m'ellin pokat d'he c'hoas,
- Ha dont gant-he d'ho kuelet, devez ho pardon braz..

Breziz ker, kent ma tenuin da gomz eus ar victor  
A zo, kamal ba kamal, oc'h beuil tud ann Arvor,  
E rankan déc'h lavaret perak ar Francichen  
Zo ed da gemeret peurs er brezel zo o ren.

Brema a zeuz eunnek vloaz, tud foll, pennou re dom.  
A c'houezaz tân ar revolt er gær deweus a Rom  
Evit diskar euz he dron Tad an oïl gristenien,  
Hag ellout hervez ho c'hoant, lakat douj ho lezen.

An Tad santel a dec'has dirag an dizurzou,  
Eb lakat he zoudardet da implij ho armou :  
Mes gouarnamant ar Frans a gassas deck mil den  
Da zikour renta dious-tu d'ar Pab he gurunen.

Impalaër an Autrich pa velas kement-ze  
Da vikel bras Jesuz-Christ a gassas eun arme,  
Var digare hen dioual euz ar venden impi,  
Mæs o sonjal ma vije mestr var an Itali.

Hac holl rouanteleziou ar vro italian,  
Ouspen ma zeus kals ané a zo c'hoas goal vihan,  
Dreze, aben uguent vloas, an Autrich a elle  
Ho c'hemer da amezeg an eil goud'eguile.

De a de ec'h avanse varni 'vel eul leon,  
Ha gant-han al lærorsi, ar vuntr, an drahison,  
Goasset, groagez ha merc'het, ho douaro d'ne staget,  
A doliou bas, en Milan a zo bet holl lazet.

Puissanzou bras an Europ a skuisas o yelet  
Eur vro ken kaër en drubui, eb kaout repos e bet ;  
Kinnig 'reont d'an Autrich dont d'en em assamblí  
Evit gout penos lakat ann urz en Itali.

Impalaër an Autrich, faro gant he bouar,  
Dallet dre ar c'hoant dastum, a ras skouarn bouzar ;  
Eun arme vrás a zavaz hag a lakas da vont  
Var douarou hor mignon, Roue ar Piemont.

Ar Piemont en eum gav en nord an Itali,  
Menez Alpez en trezomb a ra an disparti,  
Poen a oa kas soudardet beteg ar frontieren  
Pe 'vije deut an Autrich da zebi hor zoabén.

Gant hast ar gouarnamant a deuas da c'hervel  
Tud kalonek an Arvor, soudardet Breiz-Izel ;  
Da vouez hon Impalaër ouspen daouzeg mil den  
A zavas, prest da vale, evel unan ebken.

Mes, arog kuitad ho bro ezint n'en glevet holl  
Evit dont da guimiadi euz Guerc'hez Remengol,  
Ar guentan, goude Doue, e gloar ar b'radoz,  
Patronez muia karet, ha mam hon tadou koz.

Cetu hint deut da ilis guir *Vam an oll Remed*,  
Tempi gant ar Roue Gralon ha Guenole savet,  
Ti santel en p-hini Rouanez a envou .  
A ra vit he bugale ar brassa burzudou.

Ragtal, e treid an oter, e kuezont d'an daoulin  
'Vit pedi a greiz kalon stereden ar mintin  
Da lugueruin noz ha deiz var ben an dud e c'har,  
Ha d'o c'hencha, deus an env, var vör ha var zouar.

• Guerc'hez Vari, emze, princes vrais an æle,  
• Ho servicherien kenta, Gralon ha Guenole,  
• O deus gret dec'h an templ-ma, ken kér ha ken huel.  
• Vit selaou hor pedennou ha difen Breiz-Izel.

• Cetu ni holl adarre o vont er mez hor bro,  
• Ni a lavar dec'h, Guerc'hes vad, ken a vo an distro ;  
• Mar c'homph tikit da drec'hi an Autrichianet,  
• E tigasfomp d'oc'h illis eur baniei d'he tapet...»

Sevel a reont neuze, gant ho guialem ven,  
Da vont ini hag ini da bokat d'ar skeuden ; (an imag)  
P'o deveuz i've poket da relegou saint Breiz  
Ereont, gant eur feiz vraz, teir guec'h tro an illis.

Goude beza n'eum vouestlet a gorf hag a ene  
D'ho fratronez gallouduz, pep hini anez  
En deuz laket binnigat, evit beza douguet  
Eur vadalen burzuduz eus *Mam an oll Remed*.

Arog mont deus an illis hint chomet sebezet  
Dirag eur baniel nevez gant aour ha perles gret,  
Ha digasset deus Paris abeours Napoleon,  
pini zo en em laket dindan gouard hon Itron.

Kuitat reont gant fians on *Mam an oll sikour*.  
Mes arog koll ar guelet demeus a veg he zour,  
E kouezont var ho daoulin, vit ar vech diveza,  
Hag e ke dalc'hont laouen ho hent en eur gana,

Aben teir zizun goude e oant dija erru  
Er vro elec'h ma klie bea an emgan ru :  
Evel en eur zer-lagad, ker prim hag al luc'het  
Hint en em gavet dirag an Autrichianet.

D'an nao demeus a vis mae, Napoleon trede,  
A zo ed d'en eum lakat er pen deus he arme,  
En eur fiout he bried hag e vab, c'hoas bihan,  
En nerz hag e karente tud leal ar vro-man.

D'ar c'houezek ar memeus mis, kant adversour barvek,  
Evit diskuez peguement ezint tud kalonek,  
A zo deut dreist eur voguer en noz ha knezet stard,  
Var eiz zoudard euz a Frans, a oa oc'h ober gard.

Bet o deveuz ar goal chans d'ober enn dro c'hollo ;  
Mes d'an uguent, en eul lec'h hanvet *Montebello*,  
O deus krebet n'eum digoll d'euz o zol diaguent,  
En eur gass var hon arme pemp mil den vərn'uguent ?

A zeitekvet bataillon chasseourien var droad  
Gant pevar regimant, leun a zoudardet mad,  
Gant general Forey, pemsek mil den ebken  
A oa karguet da zerc'hel penn d'an adversourien.

Mes bugale an Arvor, an du l-ze k-r kalet  
Ha ker liennet a fizianz er Verc'hes binniguet  
Deus ho bruchet, o tridal, a den ho medalen ;  
Pokat reont c'houek dezi, ha kerken... *tor he benn !!!*

Var kement zo diraze e saillont evel tigret,  
Pep tol digante a zrail an adversour spontet  
Ha red dezan n'eum denna goude eur stourmid ber  
Gant daou mil den mac'haignet ni daou c'hant prisonier.

Deg devez just, goude-zeen tachen *Palestro*  
Gant drede regimant a zouavet d'ho zro,  
A dolliou baionettez an Autrichianet  
A zo darn ane lac'het ha darn all zo beuzet.

C'hoec'h kant prisonnier zo gret var an adversourien,  
Eb implija ar vintrail, hag eb losken eun ten ;  
Kanoillou an adversour zo ive kemeref ;  
Ra vo bepred an drede a zouavet brudet !....

D'ar bevar a vis even, var dachen *Magenta*  
E ze bet ar stok spontuz hag an emgann goassa ;  
C'hoec'h uguent mil adversour pa n'em gavet eno  
Evit klask trec'hi eur vech soudardet kre hor bro.

Tud kalonek an Arvor, ken evit skei ho zol,  
A stard deus ho muzellou medalet Remengoll ;  
Ho feden gant ar Werc'hez a zo bet selaouet :  
*Ugen mil Autrichian a zo gante lazet !!!...*

Tri ganol a daou vanie! gant sez mil prisonier  
A zo deut ive gante en eur memeuz amzer  
Tud kalonek Breiz-Izel n'hint ket vit mont da goll  
Eur vech m'hint en em voestlet da Verc'hes Remengoll.

**Eur breton.** Ian-Mari Menes, a Plourin-Montroulez,  
Kasset en eun hospital da barea he vlez.  
Goude var park an emgann gred eun tol kaër  
En deus recevet ar groas a zorn an Impalaër

D'ar c'hoec'h eus a vis even er ger gaer a Vilan  
Skuiset gant goalen ouarn potret Autrichan  
A zo en em revoltet, hag an adversourien  
O deus savet skany ho zread dre n'ellen erzel ken

Kanoillou a zo chomet var lerc'h an adversour  
Kouls a daouz'k mil fusuil ha coufrou leun a aour ;  
A brizonnerien ive e zeus eun iver bras :  
Ema a zo eun devez vel neus ket guelet c'hoas.

D'an eiz deus a vis even gant hon Impalaër  
Roue bro a Piemont zo antreet en kær  
Deus a bini an oll dud o deveus recevet  
Gant eur triomf ar c'haera princet ha soudardet.

Vit trugareka Doue ba Gwerc'hes Remengol  
Da vea gred d'an Autrich tec'hel dirag an oll,  
E katedral kaeer Milan, dirag ar bopl stouet,  
Eun *Te deun* ar c'haera zo bet neuze kanet.

Da vouel Sant Ian-Badezour, kerkent a peder heur,  
Var bord ster ar *Mincio*, e zeus bed, va breudeur,  
Eun emgann ar spontussa, eul lac'heres euzus  
Etre an enebourien hag hon tud ken nezus.

Ouspen kant anter kant mil soudard Autrichian  
Dispaket var hed pemp leo en eur blenen ledan  
A sonjas dre finesse diskar hon soudardet ;  
Dre c'hraz Doue int bet c'hoas er veach-ma diskaret.

An emgan pad daouzed heur a voa tôm hag ingal,  
Eb beza trec'h en tu ma, nag ive en tu all ;  
An diou arme 'kreiz an tan, korf a korf a voa krog,  
Eb n'elle den mont a dre, na mont var an arog.

**Eur bæleg koz euz a Vreiz,** dispaket he vleo guen,  
Enem strinkas dan daoulin neuze, kreis ar boultron ;  
Evel goechal Moïses, e zavas hé ziou vrec'h  
Evit goulen d'hon arme nerz ha zikour annek'h.

Kerkent soudardet hor bro a velas eur skeuden  
Eus ho fatronez zantel aseet voar eur goabren,  
Neuze, laouen, d'an daoulin ezinta'emp strinkel oll,  
**En eur grial :** *Meulodi da Verc'hes Remengol !!!...*

D'ho medalen e pokont... ah dao neuze dispar....  
Tregont mil Autrichian a guezas d'an douar...  
Evit ar bevare guec'h o deus gouet pen da ben  
Pegen terrobl e potr Breiz pa lavar : *tor e benn.*

Eun arme a spontoussa kurun, avel foll dour,  
Bichadennet gant Doue, a deuas d'ho sikour....  
Impalaër an Autrich o velet eur seurt tro,  
A dec'has deus on emgan eb laret ken a vo....

Gloar, henor a menleudi da Batronez hor bro,  
P'hini e deus biniguet emgau Solferino ;  
Ra vezo bepret karet, ha meulet er bed oll ;  
Mam dener hor soudardet, Guerc'hes zakr Remengol !!!

Pebez burzud eo heman !.. an daou Impalaër,  
Goude a brassan brezel a zo mignonet ker...  
Ar goad ne redo muioc'h, ar peoc'h a zo sinet,  
O Gwerc'hes sakr Remengol, ra viot c'hoas meulet !!!

Sehit, sehit ho taelou, mamou karantezuz,  
Soudardet vad Breiz-Izel, ho mibien galloudus,  
Goude bezan gonezet en emgannou, bep tro,  
Gant henor ha levezenez, ez int erru d'ho bro !

P'ho bezo bed an eur-vad da bōkat d'ezho c'hoas,  
It da illis Remengol gant-he d'at pardoun dras,  
Gritteir gwêch an dro d'he-zi, en eur bedi gant feiz,  
Ha pokitive, gant joa, da relegou saent Breiz...

E touez ar belerinet diredet a bep tu,  
Hor soudardet kalonek gant ho brageier ru :  
E korf ho rochet gwadek, tiarc'h'en, diskakel,  
A vo er prosession gant BANIEL AR BREZEL !

Eur baniel ken henorabl, gant boulejou toulet,  
A vezoz gant an holl dud baniel ar peoc'h hanvet...  
Gloar da Zoué en envou, ha peoc'h d'ar bed hol,  
Gloar, meuleudi ba viken da Verc'hez Remengol !!!...

Tud leal a Vreiz-Izel, tud kalounek va bro,  
Chui evit pere kateï ar vue zo c'huero,  
Joa deoc'h var an douar ha graç digant Doue  
Da visita Remengol, ar zourzen a vue.

Pedit en ho klevejou, pedit en ho klac'hар,  
Ha pedit en holl boanio bon eus var an douar.  
BRASSA SANTEZ ZO ER BED, GUERC'HES SAKR REMENGOL ;  
Mar bezit devot dezi biben na deot da goll,

Tadou kez, mammon tener, c'hui oll pere a zo  
Ankeniet gant ho mibjen ed peli demeus ar vro,  
Denit da ilis Remengol, ILIS AN OLL REMED,  
Hag a vo ho pugale er gær deoc'h c'hoas rentet.

### Peden d'an Itron Varia Remengol.

Gwerc'hez zakr Remengol, Patronez Breiz-Izel,  
Pedit vit ar zoudardet zo en tân ar brezel,  
Pedit evit Breiz-Izel, evit ar Vretonet  
O Jeus ho karet, ho kar hag ho karo bepret.

Kenniget gaht Bars Itron Varia Remengol,  
d'he vignon ker Kloarek Koat-an-Noz.

E Remengol, an naontek a viz even 1859, da zul'an Drinde t  
devez Pardon Bras ITRON VARIA REMED-OLL.

(Propriété.)

LESCOUR.



## INTAON AL LOCHEN

Var ton : *Sant Kaourintin, Saint Guénolé.*

Er bed ma, nak aour nak arc'hant  
N'ho deus biskoaz staguet ma c'halon :  
N'hon nemet eur c'hez païsant.  
Kontant e oan em c'hondition,  
Mes va fried karantesuz  
A gollan herio, pebes anken !...  
Guelit a n'hon ket maleuruz ;  
C'huec'h c'hrouadur a m'euz em lochen. — *bis.*  
  
'N'amzer ma oa beo va fried,  
He fornez a charme va c'halon  
Va bugale, euz va c'haret,  
A roe din konsolation :  
Beb eil e pôken de-z-he ;  
Dan tad evurussoc'h na vo biken.  
Dre ho gestou tener, bemde,  
E oan euruz ebarz em lochen. — *bis.*

Da vintin, pa c'han d'ar parkou  
Adare da gomans va devez,  
E lezan va bugaligon  
Euz va zi da gomeret evez ;  
Ha da noz pa zeuan en dro,  
Evit va distrei denz va anken,  
En em stardont holl var va zro,  
D'am c'honzoli ebarz em lochen. — bis.

Braz oa va laouenédiuez  
Pa vijen er guer gant va ziad,  
Breman pa velan va merc'h kez  
An dour a deu var ma daoulagat,  
Seblantout a ra din bepret,  
Guelet he mam dener em chichen!!!....  
En despet d'am c'heuz diremet,  
Hon c'hoaz euruz ebarz em lochen — bis.

Ha ! ma chalfeu eb kaout mizer,  
Sevel a diskî va bugale !  
Me c'hâlfé c'hoaz, gantan amzer,  
Fortunia va merc'hik, marleze !...  
Neuze va fotret a vo braz,  
Capabl dô labourat eun dañen,  
Em c'hosni me a é'hallo c'hoaz  
Beva euruz ebarz em lochen. — bis.

Eurusoc'h c'hoaz me n'em gavo.  
P'ho guelin o c'honit ho bara,  
Neuze pa zeuio ar maro  
Eus ar vuez-ma d'am delivra,  
Va mignonet am enterro  
Gant va fried, pe en he c'hichen !!! ..  
Ha va bugale a raano  
Va zam tieguez ha va lochen !!!... — bis.

Em gouele douar pa vezin  
O repos e beret Remengol,  
Pljxit kemer truez ouzin,  
O Itron-Varia Remed-Oll !  
Ha pa deui va bugaligou  
Var ma bez da ober ho feden,  
C'hui, ma Doue, a bardonño  
Da ene paour intaon al lochen. — bis.